WIKIPEDIA

Laghoueg

Ur yezh sinek-tibetek eus is-skourr ar yezhoù yiek eo al **laghoueg** (*laghuu* pe *laopa*) komzet gant tro-dro da 1.000 den (1997) e gwalarn Viêt Nam.

Gwelet ivez

- Yezhoù tibetek-burmek
- Yezhoù burmek
- Yezhoù loloek an norzh

Adtapet diwar « https://br.wikipedia.org/w/index.php?title=Laghoueg&oldid=406911 »

Kemmoù diwezhañ degaset d'ar bajenn-mañ d'an 6 Du 2008, da 20:37.

Gallout a reer implijout an testennoù zo dindan an Aotre-Implijout Creative Commons Dereiñ/Kenrannañ diouzh an hevelep divizoù; divizoù ouzhpenn a c'hall bezañ ivez. Gwelet an Doareoù Implijout evit gouzout hiroc'h.